

## KINNIG LABOUR

### Rener(ez) kevread Sked

Post da bourveziñ adal distro-skol 2017

#### AMVEZIADOÙ AR POST

##### ***Darempredoù gant an implijer ha darempredoù kevredigezhel :***

Dindan aotrouniezh Kadoriad ar gevredigezh emañ. Liammoù kevredigezhel en deus da skoulmañ ivez gant izili ar burev.

##### ***Darempredoù diabarzh ha diavaez :***

Emañ ar rener e darempred :

-en diavaez : gant kenlabourerien ar frammoù ofisiel hag ar c'hevredigezhioù.

-en diabarzh : gant an implijidi, an dud a youlvat, izili ar c'hevread hag ar c'hevredigezhioù lec'hel.

#### KEFRIDIOÙ

Lakaat e pleustr raktres kevredigezhel ar C'huzul Merañ (KM)

Kas da benn ar raktresoù hag an obererezhioù o toujañ d'ar palioù ha d'an oberoù divizet gant ar burev.

Rakwelet, steuñviñ ha merañ ezhommoù ar c'hevread : an dud, ar madoù hag ar budjet, priziañ ha sellet a-dost ouzh an implij a vez graet diouto.

Kenurzhañ a ra labour e skipailh gant skoazell ar genurzhierien : aozañ ha reoliata labour pemdeziek ar c'hoskor, rakluniañ an oberiantizoù hag arheuilhañ o ferzhded.

#### OBEREREZH

##### ***Merañ ar gevredigezh : luskañ he buhez dezvadel, ober war-dro ar melestradur hag ar budjedoù :***

-Stummañ, kinnig ha lakaat e pleustr labour ar burev hag ar C'huzul-merañ (Roll-devezh, skrivañ danevelloù ha teuliadoù arbennik, dezastum obererezh, sevel kontoù disoc'h) arheuliañ kefleuniadur ar raktresoù ha seveniñ ar skrid-dezastum anezho.

-Imbourc'hiñ ha lakaat e pleustr divizoù ar C'H-KM

-Eveshaat ouzh mererezh ar c'hontoù, ar budjed hag ar velestradurezh

-Ambroug ar burev en e arc'hwel derc'houezadel dirak ar gevelerien bolitikel ha strategel, ar verourien, ar Wask (kazetennoù, skingomz ha skinwel) hag ar c'hevredigezhioù arall.

-Kemer perzh, a-gevret gant izili ar burev, e manifestadegoù, emvodoù kelaouiñ pe derc'houezañ.

**Leviañ/merañ ar barrezhioù denel :**

- lakaat e pleustr leviadurezh ar goproù ha an damant ouzh al lezennoù sokial
- Sellout ouzh dasparzh hag intent ar raklun kevredigezhel gant ar c'hoskor
- Termeniñ ha kinnig kefridi, oberiantiz hag palioù hiniennel hag a-stroll evit pep micher
- Merañ ha gwiriekaat oberiantiz ar c'hopridi
- Ren ha kas da benn vat an emzivizoù bloaziek
- E kenlabour gant ar C'henurzhier pedagogel, lakaat e pleustr politikerezh stummañ ar c'hopridi
- Kemer perzh e kengorioù enfredañ ar c'hoskor nevez
- Harpañ kompezañ ar breteoù hiniennel hag a-stroll, e darempred gant ar burev

**Kas war-raok obererezh ar c'hevread : e vuhez gevreadel, ar servij sevenadurel, ar stummañ, ar c'hehentiñ**

- Dasparzh an araezioù danvezel pe zenel ret da beurleuniadur an obererezh stummañ pe ar vuheziñ sevenadurel
- Atebegezh war heberzh ar servijoù pourchaset gant ar gevredigezh ha kefleuniadur e engouestl hollek
- Kinnig feurbriziadur ar servijoù ha pourveziadurioù ; arsellout ouzh azasadur pe zilez oberiantizoù zo.
- Diogeliñ dasparzh ar skorioù stlenn
- Kentradiñ oberiantizoù ar gevredigezh (kehentiñ)

**Rekiz dre ret :**

- Aotre-vleniañ "B"
- mestroniañ pervezh ar brezhoneg komzet ha skrivet

*Kas a raio an emstriverion o lizher-emginnig hag o steuenn-vuhez (SV) da Sked, dre bostel hepken d'ar chomlec'h-mañ : [degemer@sked.bzh](mailto:degemer@sked.bzh) **araok an 13 a viz Gouere 2017***

Pierre Fourel, Bernard Gestin,

*Kengadoriaded*